

Sinema e brezhoneg

*Ur programm
evit ar begoù lipous !*

4 berr-metrad bevaat

The background features a soft-focus illustration of a forest with vibrant autumn leaves in shades of red, orange, and yellow. In the lower-left foreground, a blue rabbit with long ears stands with its hands on its hips, looking towards the center. In the lower-right foreground, a red fox with a bushy tail stands with its hands on its hips, looking towards the center. Between them is a single yellow carrot with green leaves. The overall style is whimsical and colorful.

C'hwezh vat ar c'harotez

kinniget gant Arnaud Demuynck

C'hwezh vat ar c'harotez



« Ar c'hoñfitor karotez »

Seveniñ : Anne Viel (6 mn)

Daou vignon lapin en em gav hep koñfitor karotez ken e-kreiz ar goañv. Met ar c'harotez a gaver estreget el liorzhoù. Setu ar pezh a vo diskouezet dezho gant an eontr Roparzh en deus roet dezho da hérezh ur gartenn evit klask an teñzor...



« Ar garotezenn ramzel »

Seveniñ : Pascale Hecquet (6 mn)

Ur c'hazh zo o redek da heul ul logodenn. Ur c'hi zo ouzh e heul, heuliet eo eñ gant ur plac'hig gourdrouzet gant he mamm-gozh a vez hi gourdrouzet gant an tad-kozh zo o fardañ soubenn hag en deus ezhomm kaout ur garotezenn...



« An avalaouer a blije dezhañ rannañ »

Seveniñ : Marjorie Caup (5 mn)

Un aval meurdezus a gav an avalaouer bihan e-kreiz ar c'hoad. E guzhat a ra a-dreñv ur roc'h, evit gellat e zebriñ lontek e-unan. Met begoù lipous all a fell dezho dont d'ar friko.



« C'hwezh vat ar c'harotez »

Seveniñ : Rémi Durin hag Arnaud Demuyneck (26 mn)

Mignoned eo Lapin ha Gwiñver. Begoù lipous int ha lontek zoken. Blazioù disheñvel o deus koulskoude, pezh a zegas chikan etrezo. Mouzhet eo ar gwiñver, dilojañ a ra e-pad a noz ha paket e vez gant al louarn... Faltazi ha mignoniezh a gaver ouzh taol er gome-dienn-se zo ivez... war gan.

45 mn / 2014 / Frañs – Belgia

Dasparzhadur : Gebeka Films - www.gebekafilms.com

Advouezhiañ e brezhoneg : DIZALE - www.dizale.bzh

Treñn-azasaat e brezhoneg : Jil Penneg - Rener arzel : Laors Skavenneg

Skignañ e brezhoneg : DAOULAGAD BREIZH - 02 98 92 97 23

daoulagad.bzh@orange.fr - www.daoulagad-breizh.org